Pedenn ar pec'her
Pedit kement-man gant feiz :
Aotrou Jezuz, trugarez vras deoc'h da vezañ va c'haret. Anzav a ran ez on ur pec'her hag e c'houlennan ho pardon. Trugarez deoc'h evit ho marv war ar groaz, ho sebeliañ hag ho adsavidigezh evit paeañ va holl bec'hedoù. Fiziañs am eus ennoc'h evel va Aotrou ha va Salver. Degemer a ran ho prof a vuhez peurbadus ha reiñ a ran va buhez deoc'h. Sikour ac'hanon da sentiñ ouzh da holl c'hourc'hemennoù ha da vezañ plijus dirak da zaoulagad. Amen.

Mar hoc'h euz bet fizians e Jezuz-Krist, ar pez a heul a zo c'hoarvezet gan-e-hoc'h :
• Bremañ, hoc'h eus ar vuhez peurbadus gant Doue.
Ha setu amañ bolontez an hini en deus va c'haset, penaos piv bennak a wel ar Mab hag a gred ennañ, en devo ar vuhez peurbadus. Yann 6:40
• Ho pec'hejou a zo bet paeet ha pardonet.
(tremenet, bremañ, dazont)
Met hemañ, goude bezañ kinniget ur sacrifis hepken evit ar pec'hedoù, a zo azezet en tu dehou da Zoue; Hebreed 10:12
• Ur grouadur nevez oc'h dirak Doue. Kregiñ a ra ho buhez nevez.
Mar d-eo eta unan-benag er C'hrist, ez eo eur c'hrouadur nevez : an traou koz a zo tremenet ; setu, pep tra a zo deuet da vezañ nevez. 2 Korintiz 5:17
• Deuet oc'h da vezañ ur bugel da Zoue.
Met d'an holl re o deus e zegemeret, en deus roet dezho ar galloud da vezañ mibien da Zoue, d'ar re o deus kredet en e anv.

An oberou mad n'int ket eun doare evidomp da veza salvet, mes eur brouenn pe eur frouez euz hor silvidigez.
Rak e labour omp, krouet e Jezuz-Krist evit an oberoù mat en deus Doue kempennet a-raok, evit ma kerzhimp enno. Efeziz 2:10
Doue d'ho pennigo!

JEZUZ-KRIST HEPKEN A SAVETE

Genel a raio ur mab, hag e c'halvi anezhañ Jezuz, rak eñ a saveteo e bobl diouzh e bec'hedoù. Mazhev 1:21

Rak kement en deus Doue karet ar bed m'en deus roet e Vab nemetañ, evit na vo ket kollet piv bennak a gred ennañ, met m'en devo ar vuhez peurbadus. Yann 3:16

Jezuz a lavaras dezhañ: Me eo an hent, ar wirionez hag ar vuhez. Den ne zeu da gavout e dad nemet drezon. Yann 14:6

N'eus silvidigezh e hini ebet all, rak n'eus anv all ebet dindan an neñv roet d'an dud, dre behini e tlefemp bezañ salvet. Oberoù 4:12

Rak roet em eus deoc'h da gentañ-penn ar pezh am eus resevet ivez, penaos eo marvet ar C'hrist evit hor pec'hedoù, hervez ar Skrituriou; hag e oa bet sebeliet, hag e oa adsavet a varv d'an trede deiz hervez ar Skrituriou : 1 Korintiz 15:3-4

Ennañ hon eus an dasprenadur dre e wad, ar pardon eus ar pec'hedoù, hervez pinvidigezhioù e c'hras; Efeziz 1:7

And the gospel must first be published among all nations. MARK 13:10

Peyar wirionez a rankomp kompren penn-da-benn :
1. Doue ho kar kement.
C'hoant en deus e vefe ganeoc'h ar vuhez peurbadus en neñv gantañ.
Rak kement en deus Doue karet ar bed m'en deus roet e Vab nemetañ, evit na vo ket kollet piv bennak a gred ennañ, met m'en devo ar vuhez peurbadus. Yann 3:16
C'hoant en deus e vefe ur vuhez fonnus ha talvoudus ganeoc'h gantañ.
Al laer ne zeu nemet evit laerezh, lazhañ ha distrujañ. me a zo deuet evit m'o devo ar vuhez, hag evit m'o devo anezhi en fonnder. Yann 10:10

Daoust da se, kalz a dud n'o deus ket ur vuhez talvoudus ha n'int ket sur hag-eñ o deus ar vuhez peurbadus rak...
2. Pec'her eo an den dre natur. Setu perak eo dispartiet diouz Doue.
An holl o deus pec'het.
Rak an holl o deus pec'het, ha n'int ket deuet a-benn da c'hloar Doue; Romaned 3:23
Rak ar garantez evit an arc'hant eo gwrizienn an holl zroug...
1 Timoteus 6:10
Ar marv eo gopr ar pec'hed.
Rak gopr ar pec'hed eo ar marv... Romaned 6:23

Daou seurt marv a zispleg er Bibl :
• Marv korfel
Hag evel m'eo bet lakaet d'an dud mervel ur wech, ha goude-se ar varn: Hebreed 9:27
• Marv spered el dispartiñ peurbadus diouzh Doue en ifern
Met an dud sponts, an dud difeiz, an dud euzhus, ar vuntrerien, ar c'hastourien, ar sorseri en, an idolourien hag an holl gaouiad, o devo o lod el lenn a zev gant an tan hag ar soufr, ar pezh a zo an eil marv. Diskuliadur 21:8

Ma vez dispartiet an den diouzh Doue abalamour d'e bec'hed, petra eo an diskoulmoù d'ar gudenn-se ? Sonjal a reomp alies eo an diskoulmoù : ar relijion, an oberoù mat, hag ar boazioù mat. Met n'eus nemet un diskoulm a-berzh Doue.
3. Jezuz-Krist eo an hent nemetañ da vont d'an nefv.
Hennezh eo diskleriadur Doue.
Jezuz a lavaras dezhañ: Me eo an hent, ar wirionez hag ar vuhez. Den ne zeu da gavout e dad nemet drezon. Yann 14:6

Paeet en deus ar c'hastiz klok evit hor pec'hedoù.
Rak ar C'hrist ivez en deus gouzañvet ur wech evit ar pec'hedoù, an hini reizh evit an dud direizh, evit hor c'has da Zoue, o vezañ bet lazhet er c'hig, met adsavet gant ar spered: 1 Pêr 3:18
Ennañ hon eus an dasprenadur dre e wad, ar pardon eus ar pec'hedoù, hervez pinvidigezhioù e c'hras; Efeziz 1:7
Ar bromesa a vuhez peurbadus en deus.
An hini a gred er Mab en deus ar vuhez peurbadus, met an hini na gred ket er Mab ne welo ket ar vuhez; mes koler Doue a choum varnezhan. Yann 3:36
Rag gopr ar pec'hed eo ar maro ; mes donezon Doue eo ar vuez peurbadus dre Jesus-Christ hon Aotrou. Romaned 6:23

4. Ret eo deomp krediñ e Jezuz-Krist evit bezañ salvet.
Hor silvidigezh a zo abalamour da c'hras Doue dre ar feiz e Jezuz-Krist.
Rak dre ar c'hras ez oc'h salvet dre ar feiz; ha n'eo ket ac'hanoc'h hoc'h-unan, donezon Doue eo, n'eo ket diwar an oberoù, gant aon na en em c'hlorifia den. Efeziz 2:8-9
Rak piv bennak a c'halvo anv an Aotrou a vo salvet.
Romaned 10:13